



# Enercoop, ar gevelouri dredan glas da vat, lec'hel ha keodedel

Labourat a ran war ma bevezadur dre zibab ur gevrat dredan digant [Enercoop](#), ar pourvezer tredan nemetañ a zo framm ur gevelouri dezhañ, hag a bourchas d'e arvalien un tredan glas da vat, lec'hel ha keodedel !

## Glas da vat ?

Gant Enercoop eo gwarantet ma vo an tredan 100% nevezadus ha 0% a orin nukleel, dre berzh ur pourveziñ war-eeun digant ouzhpenn 300 produer e pep lec'h e Frañs. Ober a ra produerien Enercoop gant mammennoù energiezh nevezadus hepken : an dour, an avel, an heol hag ar bevdoz. Anavezet eo ar gevelouri Enercoop evel bezañ ur pourvezer “glas da vat” gant [Greenpeace](#) hag eus ar vegenn gant [ADEME](#), Ajañs an treuzkemm ekologel.

## Lec'hel ha dre rouedadoù nes ?

Evit pep kWe tredan bevezet gant hec'h arvalien e vez prenet gant Enercoop ur c'hWe war-eeun digant produerien dredan nevezadus e pep lec'h e Frañs, dre gevratoù sinet end-eeun ganto. Gant Enercoop on sur ez a priz an tredan a vevezan da baeañ war-eeun ar broduerien dredan nevezadus ha da arc'hantaouiñ an treuzkemm energiezh keodedel e Frañs. Rouedad nes an tredan an hini eo ha bezañ ez eus anezhi dre berzh skipailhoù an 11 kevelouri Enercoop a vez o labourat hag o rannañ o zalvoudoù bemdez gant produerien o rannvro.

## Keodedel ?

Enercoop az a an tredan keodedel d'ober al lodenn vrap eus he fourveziñ. E-touez al lec'hiennoù a brodu tredan evit Enercoop ez eus un hanter anezho hag a zo perc'hennet gant strollegezhioù ha/pe keodedourien evel te ha me ! Hollbouezus eo evit Enercoop ma vo keodedel an treuzkemm energiezh, evit degas vad a-raok pep tra da ekonomiezh ar vro ha d'hec'h annezidi.

## Fellout a ra din mont gant Enercoop !

Ma fell dit mont gant Enercoop e vo graet buan hag aes-tre ! E Breizh emaut o chom ? [Enercoop Breizh](#) eo da gevelouri. Gellet a rez isskridañ end-eeun war [internet](#). Ret eo dit kemer ganit da facturenn ziwezhañ gant niverenn da gonter, da vevezadur bloaz ha da zaveennoù bank. Gellet a rez ivez goulenn ur rakpriz digant skipailh Enercoop Breizh dre bellgomz d'an niverenn 02 30 96 65 83, pe mont e darempred ganto dre [bostel](#).